

Tabut



Ar bezhin glas war aodoù Breizh

Deus pelec'h e teu ar bezhin glas ? Ha tu zo da damall ur rumm tud 'metken ? Penaos e vever 'tal kichen an traezhennoù saotret war ar pemdez ? Peseurt efedoù o dez war ekonomiezh ar vro ? Dañjerus da vat e c'hall bezañ evit yec'hed an dud, al loened ? Diskoulmoù zo bet kavet ? N'eo ket ar goulennoù a vank war an tem-se, ha lâret 'ray o soñj didro an dud pedet gant Lionel Buannic.

Gouel Broadel ar Brezhoneg




Un dek vloaz bennaket zo e oa bet aozet ar gouel diwezhañ. Goude-se ne oa ket bet ken deus an emgav-se, a vode miliadoù a Vretoned kar-o-yezh, brezhonegerien 'nezhe pe get. Met chomet 'oa heklev ar fest vras-se 'ba skouarn an holl...
Ur skipailhad tud mennet hag a youl-vat o deus graet o soñj adlañsañ ar Gouel. Tri anezhe a vo 'sambles ganeomp er WebNoz 'vit kontañ deomp deus an doare, ha deus ar programm a-feson zo bet aozet !



Muzik


Iwan B

Goude bezañ graet studioù war ar muzik 'ba *Conservatoire de musique* Pariz, ha bezañ bet priziet e Taol-lañs Karaez e miz Mae 2007, n'eo ket chomet a-sav Iwan B war e hent. Kap eo hirie da ginnig e bladenn gentañ deomp, 'lec'h ma vez klevet o kanañ e brezhoneg, e galleg, pe e saozneg...



Gireg Konan

Ur familh dastumerien eo hini Gireg. Ha diwar notennoù e dad, e vreudeur, hag e re, en doa gallet bodañ kanaouennoù «e ganton» un nebeud bloavezhioù zo. Dont 'ray da ginnig unan 'nezhe deomp er WebNoz.



Kentañ WebTv 100% brezhoneg eo brezhoweb. Programmoù nevez, e brezhoneg, a vez kinniget ingal war ar chadenn bep bloaz : talk-shows, tresadennoù-bev, sitcoms, filmoù... Skoazellet eo brezhoweb gant Rannvro Breizh ha Kuzulioù-meur Penn-ar-Bed, Aodoù-an-Arvor hag ar Mor-Bihan.

War 2 lec'hienn e vo skignet an abadenn war-eeun : brezhoweb.com, armor.tv.fr



Trugarez vras da C'hireg Konan evit e skoazell 'benn prientiñ an abadenn-mañ, ha da Cedric Gicquel evit e zegemer 'ba e di Digor-Kalon e Perroz.

Débat



Marée verte sur les côtes bretonnes

D'où viennent ces algues vertes? Peut-on ne pointer du doigt qu'un seul responsable? Comment vit-on, au quotidien, près des plages envahies? Quels en sont les effets sur la vie économique? Quel est leur danger réel, d'un point de vue sanitaire? Des solutions sont-elles envisagées? Les questions ne manquent pas, et les invités de Lionel Buannic s'exprimeront librement sur le sujet.

Gouel Broadel ar Brezhoneg




La dernière Fête de la langue bretonne avait eu lieu il y a une dizaine d'années. Depuis, les milliers de Bretons amoureux de leur langue, qu'ils soient bretonnants ou non, n'avaient plus eu l'occasion de se rassembler aussi nombreux pour la fêter. Mais l'écho de cette grande fête était resté dans l'oreille de tous... Une nouvelle équipe de bénévoles motivés a décidé de la relancer. Trois d'entre eux expliqueront pourquoi, et nous donneront un avant-goût d'un programme plutôt alléchant!



Musique


Iwan B

Après avoir fait des études musicales au Conservatoire de musique de Paris, et avoir été primé au Tremplin musical de Carhaix en mai 2007, Iwan B continue son chemin. Son installation en Bretagne est marquée par la sortie de son premier album, qu'il nous présentera lors de la WebNoz.



Gireg Konan

Les Konan sont d'infatigables collecteurs. De leurs notes innombrables, Gireg a fait un recueil, il y a quelque temps, publié sous le titre *Tro ar c'hanton* (Dastum Bro-Dreger). Il nous chantera l'une des chansons recueillies lors de la WebNoz.



Brezhoweb est **la première WebTv 100% en langue bretonne**. Elle propose 35 heures de programmes frais par an : talk-shows, dessins animés, sitcoms, films... Brezhoweb est soutenue par la Région Bretagne et les Conseils Généraux du Finistère, des Côtes-d'Armor et du Morbihan.

L'émission sera diffusée lors du direct sur 2 sites : brezhoweb.com, armortv.fr